

## Ingalded

1/Loc'hañ a raio eus Gwitreg  
Redadeg ar Brezhoneg  
Tud a bep seurt'vo klevet  
Tud a bep seurt'vo gwelet  
E anv an ingalded!

Ganeomp holl hor yezh a vevo!  
Ganeomp holl pinvidigezh a vo!

### Diskan:

*Galoupomp, galoupomp, galoupomp*  
*Er redadeg*  
*Ha kanomp, ya kanomp, ya kanomp*  
*E Brezhoneg*  
*E pep korn a Vreizh BREIZH !*  
*Ha redomp, ya redomp, ya redomp*  
*Er redadeg*  
*Ha c'hoarzhomp, ya c'hoarzhomp, ya*  
*c'hoarzhomp*  
*E Brezhoneg*  
*Gant tud a bep reizh REIZH !*

4/Kaozeal Brezhoneg' zo reizh  
E-barzh hor Breizh a bep reizh  
Degas a ri traoù e-leizh  
N'eus forzh pehini da reizh  
Evit kas war-raok hor yezh

Ganeomp holl hor yezh a vevo!  
Ganeomp holl pinvidigezh a vo!

2/ E 2022

Betek Gwened ez imp laouen  
Ar vazh test war raok noz ha deiz  
Treuzkaset gant tud e-leizh  
Az aio' pep lec'h e Breizh!

Ganeomp holl hor yezh a vevo!  
Ganeomp holl pinvidigezh a vo!

3/Merc'hed ha paotred gwallgaset

Gwir ho peus bezañ klevet  
Pez ket aon bezañ sikouret  
N'eus den rediet da chom mut  
Na chomit ket en ho klud!

Ganeomp holl hor yezh a vevo!  
Ganeomp holl pinvidigezh a vo!

5/ O kañañ kreñv asambles

Plijadur a vo bemdez  
Etre merc'hed ha paotred  
Bebet da vat an ingalded  
Pelloc'h ez imp a gevred!

Ganeomp holl hor yezh a vevo!  
Ganeomp holl pinvidigezh a vo!

## Egalité

1/Elle s'élancera de Vitré

La course pour la langue bretonne  
On y entendra toutes sortes de gens  
On y verra toutes sortes de gens  
Au nom de l'égalité!

Grâce à nous tous, notre langue vivra !  
Grâce à nous tous, il y aura plein de richesses !

### Refrain:

*Courons, courons, courons  
Pour la Redadeg  
Et chantons, oui chantons, oui  
chantons  
en Breton  
Dans chaque recoin de Bretagne,  
BRETAGNE !  
Et courons, oui courons, oui courons  
Pour la Redadeg  
Et rions, oui rions, oui rions  
en Breton  
Avec des gens des 2 sexes, **SEXE!***

4/Parler le breton est légitime

Dans notre Bretagne aux 2 sexes  
Tu apporteras plein de choses  
Peu importe ton genre  
Pour promouvoir notre langue

Grâce à nous tous, notre langue vivra!  
Grâce à nous tous, il y aura plein de richesses !

2/ En 2022

Nous irons heureux jusqu'à Vannes  
Le témoin de l'avant nuit et jour  
Transmis par de nombreuses  
personnes  
Ira partout en Bretagne!

Grâce à nous tous, notre langue vivra!

Grâce à nous tous, il y aura plein de richesses!

3/Filles et garçons harcelés

Vous avez le droit d'être entendus  
N'ayez pas peur d'être aidés  
Personne n'est obligé de se taire  
Ne restez pas enfermés !

Grâce à nous tous, notre langue vivra!

Grâce à nous tous, il y aura plein de richesses!

5/En chantant ensemble à tue-tête

Il y aura du plaisir chaque jour  
Entre filles et garçons  
Vive l'égalité pour de vrai  
Nous irons plus loin ensemble!

Grâce à nous tous, notre langue vivra!  
Grâce à nous tous, il y aura plein de richesses !

Testenn ar ganaouenn: *Gwion Ar Vourc'h* , gant kenlabour *Alwena Jaouen*.

Ton: *Gwion Ar Vourc'h*

Sonerezh: *Strollad Tek Mao (Malo Gentil ha Gweltaz Foulon)*

Kan: Bugale ar c'hlasoù 1,2,3 4 ha 5; *Alwena ha Gwion*.

Filmañ hag aozañ ar c'hlip: *Kristen Falc'hon*.

Trugarez vras d'an holl re, bugale, kerent ar vugale, skipailh deskadurezh ar skol, strollad Tek Mao ha Kristen evit o youl hag o startijenn . A drugarez d'an holl ac'hanoc'h ez eo bet posupl kas ar raktres plijus-mañ da benn!

---

Texte de la chanson: *Gwion Ar Vourc'h*, avec la collaboration de *Alwena Jaouen*.

Mélodie: *Gwion Ar Vourc'h*

Musique: *Strollad Tek Mao (Malo Gentil et Gweltaz Foulon)*

Chant: Les enfants des classes de CP, CE1,CE2, CM1 et CM2; *Alwena et Gwion*.

Film et montage du clip: *Kristen Falc'hon*.

Un grand merci à tous, enfants, parents, équipe éducative de l'école, le groupe de Tek Mao et Kristen pour leur investissement et leur énergie. C'est grâce à vous tous que l'aboutissement de ce projet a été possible!